

- ☐ Korriganed a zo o kanañ.
- ☐ Ur on plac'h.
- ☐ Ur breur bihan am eus
- ☐ Mont a ra ar bleiz da chaseal.
- ☐ Ur wech e oa ur vro teñval-tre.
- ☐ bihan eo.

Ur

linenn a zo e-barzh an destenn-se.

**Kont ar frazennoù hag al linennoù ;
kloka ar frazenn.**



Ur wech e oa ur plac'h vihan hag a oa o chom gant he zud er c'hoad. Loeiza e oa he anv. Ur breur bras en doa, Tudi. Jentil e oant.

frazenn ha

linenn a zo e-barzh an destenn-se.

**Kont ar frazennoù hag al linennoù ;
kloka ar frazenn.**



Mont a ra Ewen d'ar skol bemdez. Plijout a ra dezhañ deskiñ brezhoneg ha galleg er skol. Hag ar bloaz-mañ 'vo desket gantañ saozneg ouzhpenn!

frazenn ha

linenn a zo e-barzh an destenn-se.

**Kont ar frazennoù hag al linennoù ;
kloka ar frazenn.**



Ur c'hi bihan eo Ludu. Naon en deus. Un tamm askorn zo bet roet dezhañ da zebriñ.

frazenn ha

linenn a zo e-barzh an destenn-se.

**Kont ar frazennoù hag al linennoù ;
kloka ar frazenn.**



Echu eo ar skol. Distroet eo Youenn d'ar gêr. Naon en deus. Debriñ a ra bara gant chokolad da verenn-vihan.

frazenn ha

linenn a zo e-barzh an destenn-se.

Islinenn ar frazenn difazi.

o flapañ emañ ar skolidi.

o flapañ emañ ar skolidi

O flapañ emañ ar skolidi.

O flapañ ar emañ skolidi.

O emañ ar skolidi flapañ.



Islinenn ar frazenn difazi.

Plijout a ra din tresañ

Plijout din a ra tresañ.

Tresañ plijout a ra din.

Plijout a ra din tresañ.

plijout a ra din tresañ.



Islinenn ar frazenn difazi.

Emañ Olier o sellet dre ar prenestr

Emañ Olier o sellet dre.

Emañ Olier dre ar prenestr

Emañ Olier o sellet dre ar prenestr.

emañ Olier o sellet dre ar prenestr



Islinenn ar frazenn difazi.

Mont a ra Elouan d'ar skol.

mont a ra Elouan d'ar skol.

Elouan d'ar skol.

d'ar skol mont a ra Elouan.

Mont a ra Elouan d'ar skol



Gra ur groaz dirak ar frazennoù difazi.

- ☐ o lenn ul levr emañ Tudi.
- ☐ Ninnog eo ma anv.
- ☐ Ar c'hazh a zo o kousket
- ☐ E-barzh al liorzh emañ Azenor
- ☐ O Kevin emañ labourat.



Gra ur groaz dirak ar frazennoù difazi.

- ☐ Drouk eo ar bleiz.
- ☐ o tañsal emañ Owen
- ☐ Labourat a ran bemdez
- ☐ O teskiñ brezhoneg emañ.
- ☐ Ewen eo ma anv.



Gra ur groaz dirak ar frazennoù difazi.

- ☐ Eo gentil paotr ar.
- ☐ Ret eo din mont da bourmen.
- ☐ Trist eo ar vamm-gozh
- ☐ Plijout a ra din c'hoari
- ☐ ne blij ket din debriñ legumaj.



Gra ur groaz dirak ar frazennoù difazi.

- ☐ Plijout a ra din mont d'ar skol.
- ☐ O kousket emañ ar c'hi
- ☐ Beajiñ a ra kalz
- ☐ mont a rin da welet ma zad-kozh.
- ☐ Komz a ran brezhoneg ha galleg.

